



## **Kemennadenn d'ar gazetennerien**

### **An tañva er skolioù en arvar**

#### **L'initiation au breton à l'école en danger !**

**Galv da vanifestiñ dirak ensellerezh akademiezh Kemper,  
d'ar merc'her 1añ a viz Gouere , da 10e30 diouzh ar mintin**

Ar peder c'hevredigezh a ro kentelioù brezhoneg e skolioù publik Penn-ar-Bed, An Oaled, KLT, Mervent ha Sked, o deus roet da c'houzout d'an ensellerezh akademiezh, d'ar maerioù ha da kannaded Penn-ar-Bed e oa an tañva eus ar brezhoneg er skolioù en arvar, un dispozitif a ro tro da 8 000 skoliad da gaout un eurvezh brezhoneg bep sizhun er skol.

Gant lakaat e pleustr ur c'helc'hliher eus 2017 ne c'hellfe ket miliadoù a vugale, adalek ar CP, d'ober anaoudegezh ken gant ar brezhoneg.

**Ur gwir diskar eus plas ar brezhoneg er skolioù eo.**

Prezidantez Kuzul departamant Penn-ar-Bed n'asant ket d'an diviz-se hag he deus goulennet emgav gant Renerez Akademiezh Servijoù an Deskadurezh Stad. Nac'het zo bet dezhi an emgav-se.

Prezidant Rannvro Breizh, un hanterkant a gannaded eus a bep seurt strolladoù politik o deus skrivet da Ministr an Deskadurezh Stad evit ma vefe kemmet ar c'helc'hliher-se.

Daoust da goulenn ar strollegezhioù tiriadel, ar gannaded hag ar c'hevredigezhioù da gaout ur c'hendiviz, ne respont ket nag ar gouarnamant na servijoù ar Stad.

E-keñver an nann-respont-se a denn d'ur seurt dismegañs, e-keñver lakaet diaes ar brezhoneg hag ar postoù-labour a vez da heul, e c'halv An Oaled, KLT, Mervent ha Sked, an dud implijet hag an holl dud tomm ouzh ar brezhoneg hag eus e diorren, da vanifestiñ :

**d'ar merc'her 1añ a viz Gouere, da 10e30 diouzh ar mintin,**

**dirak Ensellerezh akademiezh Penn-ar-Bed,**

**1 boulouard Penn-ar-Bed e Kemper.**



## **Communiqué de presse**

### **L'initiation au breton à l'école en danger !**

### **An tañva er skolioù en arvar**

#### **Appel à manifester devant l'Inspection académique le 1<sup>er</sup> juillet à 10h30**

Les quatre associations qui interviennent dans les écoles publiques du Finistère An Oaled KLT, Mervent, et Sked au titre de l'initiation au breton ont alerté l'Inspection académique, les maires et les parlementaires du Finistère sur les dangers qui pèsent sur ce dispositif qui permet à 8 000 élèves de bénéficier d'une heure de breton par semaine à l'école.

L'application d'une circulaire de 2017 ne permettrait plus de mettre en place cette découverte de la langue bretonne à partir du CP en privant des milliers d'enfants d'un accès à cette langue.

**C'est une véritable régression de la place du breton à l'école.**

La présidente du Conseil départemental du Finistère n'accepte pas cette décision et a demandé à rencontrer la Directrice Académique des Services de l'Éducation Nationale du Finistère. Elle a essuyé un refus.

Le président de la Région Bretagne, une cinquantaine de parlementaires de tous bords politique ont écrit au Ministre de l'Éducation pour que cette circulaire soit modifiée.

Le gouvernement et les services de l'État restent sourds face aux demandes de dialogue des collectivités territoriales, des parlementaires et des associations.

Face à ce silence qui pourrait s'interpréter comme du mépris et face à cette menace directe sur la langue bretonne et les emplois qui y sont liés, An Oaled, KLT, Mervent, et Sked, leurs salariés, appellent toutes les personnes attachées à la langue bretonne et à son développement à l'école à se joindre à eux:

**Le mercredi 1<sup>er</sup> juillet, à 10h30 devant l'Inspection académique du Finistère,**

**1 boulevard du Finistère à Quimper.**